

Breudeuriezh Drouized, Barzhed hag Ovizion Breizh : Gorsedd

(Fraternité des Druides, Bardes et Ovates de Bretagne : Gorsedd)



Ar C'hoursez a glask kompren diazezoù ideologel raktres ar gouarnamant oc'h adaozañ ar vonreizh, nec'het eo ar C'hoursez ivez gant an tagadennoù a c'hellfe bezañ graet d'ar frankizoù hiniennel hag hollek

D'an 23 a viz Kerzu ez eus bet prientet, dirak kuzul ar vinistred, gant ar gouarnamant ur raktres oc'h adaozañ ar vonreizh « a benn gwareziñ ar vroad ». Daou boent a ya d'ober an destenn-se degouezhet bremañ e kambr an deputeed :

- Enskrivet e vo ar stad a zifrae e barzh ar vonreizh ;
- Lamet e c'hellfe bezañ ar vroadelezh gall digant ar re div vroadelezh dezho.

Diwar benn ar poent kentañ : enklozet er vonreizh e vo ur pennad nevez 36-1 da virout ouzh unan da arguziñ a enep an doareoù mougus nevez n'int ket bet lakaet resis e lezenn an 3 a viz Ebrel 1955. An dachenn ma vo implijet warni danvez ar pennad-se a zo gwall ledan ivez, bez' e c'hellfe bezañ graet gantañ da skouer ma c'hoarvezfe ur gwall-zarvoud naturel ! Riskl a zo e vefe staliet ur renadur-stad dreist ar reol hag a lakafe ar frankizoù publik en arvar. Ur gouarnamant gantañ ar muiañ-niver er breujoù a c'hellfe neuze lakaat ar stad a zifrae da badout hep termen resis ebet dezhi !

Diwar benn an eil boent : plantañ ar vroadelezh e diabarzh ar vonreizh a dalv kement ha tennañ anezhi ermaez eus ar gwir privezat evit ober ur c'hraf politikel eus reiñ pe lemel anezhi, d.l.e. emae o sujañ da dezennoù an tu dehou pellañ, siwazh ! War dachenn ar gwir e c'hoarvezas an dra-se ur wech dija e doug an istor da vare renadur-stad Vichy, un arouez mantrus pa'z embanner ur youl da zifenn talvoudoù ar Republik ! Rak dibab ar Fransizien en ur gastizañ anezho hervezh o geneliezh kent - etnikel neketa ? - a zo un taol grizias-tre a enep kevatalder ar sitoyaned, un dra gouest da derriñ diazezoù ar Republik.

Klask a ra Gousez Breizh kompren : anzav Korsiz ha Bretoned evel pobloù a zo dibossupl, prenet eo an nor abalamour da reolenn unanded ar bobl a Frañs, penaos neuze e c'hell ar gouarnamant klask mont war henchoù a gas pell eus ar mennozh-se ? Un taol dichek e c'hallfe bezañ ar goulenn-mañ met ret mat eo deomp henn ober :

Ur renadur etnikel e mod Bro-C'hall a vefe neuze e penn ar Stad ?

/\ Morgan

Drouiz Meur Breizh